

## KIS-849 – Hanc’herieg ar mol

(YBAN – 17 06 05)

Bremañ ur c’hraf all en dro d’ar Gl. *mole*.

E dibenn dezrann ez eus daou bar da gemer e kont : hini an atom(enn) ha hini N atomenn. Heñvel dra evit ar volekulenn ha N molekulenn, an ionenn hag N ionenn... Evit ar mare ne zegasin termen galleg ebet ha n’eo nemet en un eil lankad e vo lakaet gerioù galleg a-dal d’ar re vrezhonek.

- Tolz an atomenn, an ionenn, ar volekulenn, an elektronenn, h.a. (gwell e vije bet da aozerion *Geriadur An Here* tremen hebiou d’an termen *\*tolz atomek !*)
- Tolz N atomenn, ionenn, molekulenn, elektronenn, h.a., N o vezañ niver Avogadro.
- Ar c’hementad danvez zo ur ventenn genfeuriek ouzh niver an hennadoù elfennel (atom, ion, molekul, elektron, h.a.) a zo ennañ. Ar gwezhiader kenfeuriegezh zo ginad arstalenn Avogadro. Kenfeuriek eo ives ouzh tolz an danvez, hogen dizalc’h eo dioutañ ent ventawouriel er reizhiad etrevrodadel (S.I.). An unanenn anezhañ zo ar mol, a zo un unanenn diazez eus ar reizhiad S.I.
- Ar mol enta zo kementad an danvez bezant en un hollad amparet gant un niver a hennadoù hevelep (atomenn, ionenn, molekulenn, elektronenn, h.a.) par da niver an atomennou Karbon 12 ( $^{12}_6\text{C}$ ) a zo e 0,012 kg karbon. An kez niver zo niver Avogadro N a zo muzul niverel arstalenn Avogadro. An arstalenn-se zo rannad niver an hennadoù elfennel a zo en ur c’hementad roet a zanvez dre ar c’hementad-se dewerzhet e moloù. Ment arstalenn Avogadro zo neuze  $\text{mol}^{-1}$  er reizhiad S.I. ha C.G.S.

- An unanennou tolz zo ar c'hiogramm (kg) hag un unanenn all a-feur ment gant tolzoù an atom, a zo he arouez u, 1 u o vezañ kevatal war-bouez nebeud da  $1,66054 \cdot 10^{-27}$  kg (disoc'h arnodel). An despizadur rik zo : 1 u zo tolz un daouzekvedenn (1/12) eus tolz un atomenn  $^{12}_6C$ .

Neuze ez eus hanc'herioù da gavout evit :

1. Tolz un atomenn, ur volekulenn, un ionenn, h.a., dewerzhet e kg pe en u.
2. Tolz N atomenn, molekulenn, ionenn, h.a., dewerzhet e kg pe en u.
3. Ar c'hementadoù danvez o c'hoarvezout eus N atomenn, molekulenn, ionenn, h.a., dewerzhet e mol.

Ar c'hentelioù Kimiezh SADED a ro *Nad atom* ha *Nad molekul*, an eil o vezañ kevatal da *mol*. Komz a reer bremañ eus *mol*, ken evit ar molekul ken evit an hennadoù all. A se e kinnigan ober gant *mol atom = Nad atom*, *mol molekul = Nad molekul*, *mol ion = Nad ion*, *mol elektron = Nad elektron*, h.a. Da neuze e vo komzet eus *tolz mol atom = tolz Nad atom*, *tolz mol molekul = tolz Nad molekul*, *tolz mol ion = tolz Nad ion*, h.a., muzuliet e  $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

Petra a dalvez enta ar pezh a lenner e taolenn Mendeleev, da skouer :

|          |    |        |   |
|----------|----|--------|---|
| 1        |    | 6      |   |
| H        | pe | C      | ? |
| hidrogen |    | karbon |   |
| 1,0079   |    | 12,011 |   |

A-us da arouez an elfenn emañ niverenn an elfenn e taolenn drovezhiek an elfennou, an niverenn atomenn anvet iveau an niver bec'hiad (*Z*). En traoñ emañ tolz an elfenn dewerzhet en u (unanenn dolz atom), o terc'hel kont eus dregantadoù an nukleid ketep bezant evit an elfenn desellet. Merzhout enta ez eo un tolz keitat dre atomenn jedet evit ar genaoz nukleidel naturel eus an kez elfenn. Lavarout a reer ez eo ar meneg traoñ-se tolz daveel an atomenn (arouez  $A_r$ ), pa'z eo ar c'heñver eus an tolz keitat dre atomenn ouzh an

daouzekvedenn eus tolz an atomenn  $^{12}_6\text{C}$ . Ar skalfadventer tolz a gevareaz muzuliañ tolzoù an atom en un doare resis kenan. E se mard eo  $m_a$  ha  $m_u$  agetep tolzoù an atomenn A hag  $1/12$  eus an nukleid  $^{12}_6\text{C}$  ez eo tolz daveel an atomenn :  $A_r = \frac{m_a}{m_u}$  dewerzhet en u. Da skouer, tolz (keitat) atomenn an elfenn oksigen zo  $15,9994$  u, hini an elfenn garbon zo  $12,01115$  u, tra ma'z eo tolz atomenn an nukleid  $^{12}_6\text{C}$  par da  $12$  u resis, pa'z eo diazez an tolzoù atomenn daveel. Quid neuze eus tolz ur mol atom (un Nad atom) **A** ?

O vezañ ma'z eo  $1$  u kevatal da  $1,66054 \cdot 10^{-27}$  kg pe  $1,66054 \cdot 10^{-24}$  g e teu :

$$A = N \times \frac{m_a}{m_u} \times 1,66054 \cdot 10^{-24} = \frac{m_a}{m_u} \text{ g.}$$

A-benn ar fin, tolz daveel an atomenn dewerzhet en u ha tolz an Nad atom zo dezho an un gwerzhad niverel. Da skouer, tolz an Nad atom oksigen, tolz (ar) mol atom oksigen zo par da  $15,9994$  g, a skriver  $O = 15,9994$ , hep menegiñ unanenn ebet.

- Evit klokaat ar studiadennig-mañ, menegomp niver nukleon an nukleid, anvet iveau niver tolz, pa'z eo dambar tolz un nukleon da  $1$  u. A se, niver tolz un nukleid zo an niver kevan an tostañ d'an tolz Nad atom. Da skouer, niver tolz an oksigen zo  $A = 16$ .

Evit un nukleid roet ez eo bepred bihanoc'h tolz un atomenn (hini an derc'han, rak damziwerzhad eo tolz an elektron) eget sammad tolz an nukleon, pa 'z eo engwezhiet un darn eus an tolz e gremm eren an nukleon : anv a reer eus divig tolz. Arabat kemmeskañ an divig tolz-se gant ar reñver tolz :  $\Delta = A - A$  etre tolz Nad atom an elfenn hag an niver tolz anezhi (dav merkañ an diforc'h etre nukleid hag elfenn).  $\Delta$  zo par da vann evit  $^{12}\text{C}$ , muiel evit an elfennou skañv ( $A \leq 15$ ) ha ponner ( $A \geq 216$ ), ha leiel evit  $21 \leq A \leq 214$ .

- Niver moloù un dileizhed dre unanenn ec'honad dileizhenn :  $m_r = \frac{n}{V} = \frac{C}{M}$ . C o vezañ bec'h an dileizhed (eleze  $\frac{m}{V}$  e g/m<sup>3</sup>) ha M an tolz mol

molekul e teu  $\frac{C}{M} = \frac{\frac{m}{V}}{M} = \frac{\frac{m}{M}}{V} = \frac{n}{V} = m_r$ . An anv roet da  $m_r$  zo molder ec'honel pe bec'h mol ec'honel pe ec'honvec'h mol hag an unanenn zo ar mol.m<sup>-3</sup>.

- An ec'honvec'h mol zo e dalc'h ar gwrezverk, pa gemm an ec'honad a-gevreibh d'ar gwrezverk ha diaes eo e savelañ neuze. Evit parraat ouzh an diaester-se e reer gant un doare bec'h all : niver molou an dileizhed dre unanenn tolz an dileizher :  $m_l = \frac{n}{\mu_0}$ , anvet bec'h mol tolzel pe tolzvec'h mol pe molder tolzel.

### HANC'HERIEG BREZHONEG-GALLEG

|   |   |
|---|---|
| <b>arstalenn b.</b> <b>Avogadro</b> constante d'Avogadro  | <b>kementad g.</b> <b>danvez</b> quantité de matière      |
| <b>atomenndr g.</b> atomicité   | <b>kenaoz b.</b> <b>nukleidel</b> composition nucléidique |
| <b>bec'h g.</b> <b>mol ec'honel</b> concentration molaire volumique, molarité                                 | <b>mol g.</b> <b>-où</b> mole                             |
| <b>bec'h mol tolzel</b> concentration molaire, concentration molaire en masse, concentration molale, molalité | <b>mol atom</b> mole d'atomes                             |
| <b>damziwerzhad</b> négligeable   | <b>mol elektron</b> mole d'électrons                      |
| <b>dileizhed g.</b> soluté  | <b>mol ion</b> mole d'ions                                |
| <b>dileizhenn b.</b> solution   | <b>mol molekul</b> mole de molécules                      |
| <b>divig g.</b> <b>tolz</b> défaut de masse   | <b>molder g.</b> <b>-ioù ec'honel</b> molarité            |
| <b>ec'honvec'h g.</b> <b>mol</b> molarité, concentration molaire volumique                                    | <b>molder tolzel</b> molalité                             |
| <b>elfenn b.</b> élément  | N nombre d'Avogadro                                       |
| <b>engwezhiañ</b> engager   | <b>Nad atom</b> mole d'atomes                             |
| <b>gremm g.</b> <b>eren</b> énergie de liaison  | <b>Nad elektron</b> mole d'électrons                      |
| <b>hennad g.</b> <b>elfennel</b> entité élémentaire   | <b>Nad g.</b> <b>-où ion</b> mole d'ions                  |
|   | <b>Nad molekul</b> mole de molécules                      |
|   | <b>niver g.</b> <b>bec'hiad</b> nombre de charge          |
|   | <b>niver nukleon</b> nombre de nucléons                   |
|   | <b>niver tolz</b> nombre de masse                         |

**niverenn** *b.* **atomenn** numéro

atomique

**nukleid** *g.* **-où** nucléide



|  |  |
|--|--|
| <b>nukleon</b> <i>s.</i> -enn nucléon  |  |
| <b>reñver</b> <i>g.</i> tolz excès de masse  | <b>tolz mol molekul</b> masse molaire moléculaire, molécule-gramme                                   |
| <b>skalfadventer</b> <i>g.</i> -ioù tolz spectromètre de masse                                       | <b>tolz molekulenn</b> masse d'une molécule  |
| <b>tolz</b> <i>g.</i> -où atomenn masse atomique, masse de l'atome                                   | <b>tolz Nad atom</b> masse d'une mole d'atomes, masse atomique, masse molaire atomique, atome-gramme |
| <b>tolz atomenn daveel</b> masse atomique relative   | <b>tolz Nad ion</b> masse d'une mole d'ions  |
| <b>tolz ionenn</b> masse d'un ion  | <b>tolz Nad molekul</b> masse d'une mole de molécules, molécule-gramme                               |
| <b>tolz mol atom</b> masse d'une mole d'atomes, masse atomique, masse molaire atomique, atome-gramme | <b>tolzvec'h</b> <i>g.</i> -ioù mol molalité, concentration molaire en masse                         |
| <b>tolz mol ion</b> masse molaire ionique  | <b>unanenn b.</b> tolz atom unité de masse atomique  |

**Notenn** — Gl. *masse atomique* zo en arvar da zegas kemmesk : ha tolz un atomenn pe himi ur mol atom eo ? Ar boaz e galleg zo valigant, ken e reer anv a *masse molaire atomique* war-benn lakaat an diforc'h etre an *tolz atomenn* hag an *tolz Nad atom*.